

AMAÑ PELL DIOuzh

Abbé JG HENRY

Argt. JM AIRAULT

Soprani

Mezzi

Alti

4

ha a diouzh bas sa - dre'r - far bo - ar ke - bed , - dou ;

ha a diouzh bas sa - dre'r - far bo - ar ke - bed , - dou ;

ha a diouzh bas sa - dre'r - far bo - ar ke - bed , - dou ;

7

Ar d'am mae - de - - zioù - ver am e c'he - tle - - lenn - an ker - mont - koulz prest ,

ar d'am mae - de - - zioù - ver am e c'he - tle - - lenn - an ker - mont - koulz prest ,

ar d'am mae - de - - zioù - ver am e c'he - tle - - lenn - an ker - mont - koulz prest ,

10

hag hep an lui - a - ãn - bi - er - la pli - dok - ja - - to - du - red .

hag hep an lui - a - ãn - bi - er - la pli - dok - ja - - to - du - red .

hag hep an lui - a - ãn - bi - er - la pli - dok - ja - - to - du - red .

1. Ici, loin du bruit, et du vacarme du monde, les campagnes m'en apprennent tout autant que les docteurs les plus experts.

4. L'eau vive, sans arrêt, arrose les fleurs; je dois aller sans attendre à mon devoir, sans m'emmêler dans les plaisirs

13

2. An dou - ar a four - - nis
 5. Un oa - nig gant fi - ziañs

16

Frou - - ezh ne - vez d'ar poan - - iour
 a -- heuilh e c'hou - - ar - - nour ;
 Frou - - ezh ne - vez d'ar poan - - iour
 a -- heuil e c'hou - - ar - - nour ;
 Frou - - ezh ne - vez d'ar poan - - iour
 a -- heuilh e c'hou - - ar - - nour ;

19

am - heuilh - par - Je - - tiz ;
 heuilh ro ne - met d'an am - - zuz ,
 N'o Je - - zuz eo va a - - par - - su - - tis ;
 heuilh ro ne - met d'an am - - rans ;

22

N'eus ket bloa - - vezh - - iad heb la - - tour .
 an diaoul , si - - wazh ! a zo trei - -- - tour .
 N'eus ket bloa - - vezh - - iad heb la - - tour .
 an diaoul , si - - wazh ! a zo trei - -- - tour .
 N'eus ket bloa - - vezh - - iad heb la - - tour .
 an diaoul , si - - wazh ! a zo trei - -- - tour .

2. La terre fournit de nouveau fruits à celui qui s'en donne la peine, elle ne les donne qu'à l'habileté; il n'y a pas d'année de récolte sans travail.

5. Un petit agneau, avec confiance, suit son guide; ma garantie; c'est de suivre Jésus; le diable, hélas est traître.

25

3. Me
6. Ar wel gwez a - bras - mañ gant gwe - a - - nan - vel

3. Me
6. Ar -- wel gwez a - bras - mañ gant gwe - a - - nan - vel

3. Me
6. Ar wel gwez a - bras - mañ gant gwe - a - - nan - vel

28

A a sav bep da tu c'hou - zo - lou - foe - deiz ; - tet ;

A a -- sav bep da tu c'hou - zo - lou - foe - deiz ; - tet ;

A a sav bep da tu c'hou - zo - lou - foe - deiz ; - tet ;

31

Ma koue - sko - zhañ - lian 'rin , 'reont mar da sa - ge - van - mer u - -- poan hel ,

Ma koue - sko - zhañ - lian 'rin , 'reont mar da sa - ge - van - mer u - -- poan hel ,

Ma koue - sko - zhañ - lian 'rin , 'reont mar da sa - ge - van - mer u - -- poan hel ,

34

da su - bro - roc'h - fi - eo - tañ ur eus veer - gra - tuz - sou ku - -- Doue . - zhet .

da su - bro - roc'h - fi - eo - tañ ur eus ver - gra - tuz - sou ku - -- Doue . - zhet .

da su - bro - roc'h - fi - eo - tañ ur eus ver - gra - tuz - sou ku - -- Doue . - zhet .

3. Je vois ici des abeilles qui se lèvent à l'aurore; elles m'enseignent de faire des efforts, de profiter des grâces de Dieu.

6. Les grands arbres, par le vent, sont fouettés de tous côtés; je tomberai, si je m'élève très haut; une vertu cachée présente d'avantage de sécurité.